

Gant Gégé Gwenn ha Clyde Dluguy-Belmont

Pal :

Bezañ muioc'h en e aes evit skrivañ e brezhoneg, sevel skridoù liesseurt war-zu al lennegezh kentoc'h.
Labourat ar stil, ar framm, teknikoù skrivañ. Labourat war ur skrid hiroc'h ivez.
Deuit gant ho raktres, ho soñj, un istor a stran en ho penn abaoe pell, peotramant e vezo kavet ur soñj war al lerc'h ha labourer a-hed ar sizhun.

Mintin, atalieroù skritur, berr, war poentoù resis.
Endervezh : labour war ur skrid hir.

Programm Sevel-skridoù

	Lun	Meurzh	Merc'her	Yaou	Gwener
Mintin Prantad 1	Atalier 1	Atalier 2	Atalier 3	Atalier 4	Atalier 5
Prantad 2	Lenn hag eskemm	Lenn hag eskemm	Lenn hag eskemm	Lenn hag eskemm	Lenn hag eskemm
	Pred				
Goude merenn Prantad 1	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir
Prantad 2	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir	Labour war ar skrid hir	Prientiñ ar filaj

EVEZHIADENN : Pleustret e vo war an danvez-se bemdez eus 9 eur betek kreisteiz hag eus 2 eur betek 5 eur goude kreisteiz, a-hed ar sizhun.

Ar stajidi o devo dibabet mont gant ur rummad diouzh temoù e-giz hemañ ne c'hellint ket kemer perzh er c'hentelioù brezhoneg kinniget diouzh live an dud.